11595.L.49.

Digitized by Google

DISPUT

ETRE UR VAM HAC HE MERC'H,

PEHINI A FALIE DEZI-DEMEZI

DA EUR ZOUDARD PE DA EUR MARTOLOD.

Var un ton joaüs.

AR VERC'H.

VA Mam, va demezit, me gar oll tud ar Roue;
Va Mam, grit an drase,
Me a gar an arme:
Charmet eo va c'halon pa glêvàn tambourinou;
Pa velàn ar rejimanchou:
Aneze emeus c'hoant
Da choas un den yaouanq.

BRITISH MUSEUM

Digitized by Google

AR VAM.

Va Merc'h, meurbet oc'h sot da zonjal en armeo,
An dud a barlanto,
Hâ chagrin o pezo;
Hep e sonjot eu drouc, sur e vezo lavaret:
Homa gant ar Zoudardet
Hag an oll dud a vor,
A gollo he henor.

AR VERC'H.

Conhet nep a garo; laqêt emeus em speret
Caret an dud a vor,
Ar re-ze o deus henor.
En instant ma o guelàn, e rejouis va c'halon;
Eno ema va mignon:
Anèzo emeus c'hoant
Da choas un den yaouanq.

AR VAM.

Va Merc'h, en amzer-màn n'estimer qet ar plac'het
A dal ma vent guelet
O comz gant Soudardet,
Balamour d'o habit, pehini zo scandalus,
D'ar merc'het qen danjerus:
Dioüallit oc'h henor
Eus an oll dud a vor.

AR VERC'H.

Va Mam, an dud a vor a zo tud rejouisset,
Merdaidy, Soudardet,

A gontant va speret;
M'en em fize qent enno vit en un den souchet,
Godiserien ar plac'het;
Anezo emens c'hoant
Da choas un den yaouanq.

AR VAM.

Va Merc'h, me gafe guell dêc'h caout un den a vicher,
Bourc'his pe boysant,
Intron pe den yaouanq.
Lezit an oll dud a vor, chasseit-y eus ho speret,
Pe e viot disprizet
Gant an oll plac'het all,
Ha laqet un den fal.

AR VERC'H.

Va Mam, ar botret vrao zo e servich ar Roue;
Mar dint potret vaillant,
E zeont insessamant
D'an arme, p'o goulen, ret ê deo choasa,
N'o deus gard da rezista,
Hag apezo emeus c'hoant
Da choas un den yaouanq.

AR VAM.

Va Merc'h, ar Zoudardet coulz bag ar Vartoloded
A ra rejouissanç
Gant arc'hant ar Roue Franç.
E fin o c'hampagneu e zeont d'an hostaliri,
Evit en em antreteni.

Da foueta o frusqin.
Va Merc'h, oc'h eva guin.

Ar Verc'h.

Va Mam, hac e ve guir ec'h effent peb a vanne
Evit en em recrei,
O deus poan hag anui.
Pa vezont var ar mor, int exposet en danjer,
Ha da bep sort mizer:
Anezo emeus c'hoant
Da choas un den yaouanq.

Ar Vam.

Mar o pe bugale, va Merc'h, pa viot demezet,
Soudard pe Merdead,
Ho rento miserabl:
En a yêlo en campagn, hac e viot dilêzet,
Setu c'houi abandonet,
Poan o pezo goude
O vaga ho pugale.

Ar Verc'h.

Hag em be bugale, va Mam, mar bezont potret,
Evel ma vint savet
Ezint da Zoudardet,
Pe da Verdaïdi, da redec an armeou,
Evel ma ya an troupou;
Eus an arme emeus c'hoant
Da choas un den yaouanq.

AR VAM.

Va Merc'h, c'houi zo yaouanq, n'oc'h eus nemet
pemzec vloas,
Abredic mat oc'h c'hoas
Da g'emeret eur goas.
Eun daou pe dri blavez e falfe din diferi,
E chomfac'h hep demezi;
Neuze e ven contant
E qemerfac'h ho c'hoant.

AR VERC'H.

Va Mam, an exersiç, ar ſifr, an tambourinou;
An oll rejouissanç
A arme Roue Franç,
A laqa va speret da garout ar Zoudardet;
Hag ar Vartoloded;
Bremàn e renqàn choas
Eus an arme va goas.

AR VAM.

Torit eta ho c'hoant, ha choazit ho fantazi,
Soudard pe Vartolod,
Va Merc'h, evit ho lod,
Pa zeo guir an arme a ra dêc'h rejouissanç,
Hag oc'h oll pasetanç,
Criomp, gant calz a joa;
Hon diou: VIVE LE ROI

FIN.



SON
HERRI-PÈVAR,
ROUE A FRANÇ.

Var ton : *Vive Henri-Quatre !*

NA pebes Roue.
Eo bet HERRI goechal !
Coulz a ell bale ;
Mes nicun en tu all

Ne velòt morze
En Franç nac e lec'h all.

⚜

Ar Roue Herri
A voa eur pot dious-tu,
A garrie hardi
E Janned ha guin ru,
Hac o combati
A vouie cregi dru.

⚜

E creis ar gombat
E comzas evellen :
„ Dalc'hit ho lagad
„ Var va flumachen ven,
„ Sur eo d'o laqat
„ Bepret er guir rouden. „

⚜

Herri a garrie
An dud divar ar mèz,
Hac a reqete
M'o dije bep sulvez
Yar er pod deze
Da zebri en o èz.

HERRI-PÊVARE

N'en deo qet maro c'hoas,
Rac e Vugalé
E lignes hac e raç
Zo leun a vue :
Graç deo da chom mil bloas.

Mar distro biqen
An diaoul da c'hoari vas,
Prest omp da zouten
Ar Roue en e blaç,
Ha prest ha laouen
Da rei péb a dol bas.

FIN.

E MONTROULEZ, e ti LEDAN, e traon ru ar Vur.